Karateg

Ur yezh kaokazek ar biz eus skourr ar yezhoù andiek eo ar **karateg** (*karata*) komzet gant 5.000 den e Dagestan.

Gwelet ivez

- Yezhoù kaokazek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Karateg&oldid=1849761 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 3 Her 2019, da 08:55.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.